



# Priziadenn 2018

## Live A1

### Displegadenn evit ar gelennerien

Ar briziadenn-mañ a c'hell bezañ kinniget d'an dud o deus heuliet etre 45 hag 50 eurvezh kentelioù brezhoneg, da lâret eo ur bloavezh kentelioù-noz.

Penaos kinnig anezhi ?

#### **Sizhun 1 :**

Goulenn gant pep deskard kavout er gêr, 2 pe 3 skeudenn pe poltred a vefe moaien dezho kinnig d'ar strollad.

#### **Sizhun 2 :**

Displegañ d'an deskidi mont en-dro ar briziadenn

Reiñ pep a gartenn-bost (en teuliad-stag) ha goulenn gante leuniañ anezhi er gêr. Tu zo dezhe ober gant ur geriadur. Ar gerioù lakaet war tu-gin ar gartenn zo bet lakaet evit reiñ skouerioù dezhe : gallout a reont implijout anezhe pe get.

Dibab ur skeudenn e touez ar re kaset ganto ha goulenn ganto prientiñ un nebeud frazennoù **dre gomz** evit displegañ petra pe piv eo, perak o deus dibabet ar skeudenn-se...

#### **Sizhun 3 :**

Dastum ar c'hartennoù-post

Reiñ pep a deul d'an deskidi. Displegañ dezhe e vo selaouet an enrolladenn **meur a wech**. Displegañ dezhe ivez eo normal ma ne gomprenont ket pep tra. Amañ e vez priziet o barrezh da dennañ titouroù diouzh an enrolladenn hepken.

Lakaat anezhe da selaou ur wech pe div hep troc'h. Goude, lakaat anezhe da selaou an enrolladenn o troc'hañ anezhi evit m'o defe amzer da respont d'ar goulennoù. Tremen an enrolladenn evel-se teir gwech d'an nebeutañ.

Goulenn gante ober an teir foelladenn all (15 pe 20 munut vo trawalc'h)

Dastum an teulioù

#### **Sizhun 4 :**

Goulenn gant pep hini d'e dro tremen gant e skeudenn ha kontañ petra eo (1 pe 2 vunut)

Sevel goulennoù simpl outañ (goulennoù savet gant an deskidi all pe/hag ar c'helenner) (1 pe 2 vunut)

#### **Ur wech studiet an teuliadoù :**

Tu a vo deoc'h kas deomp anvioù ar re tizhet al live ganto, hag e vo savet ur skrid-testeni evit pep hini.



# Priziadenn 2018

## Live A1

### Taolenn notenniñ

| Dafar                          | Barregezh          |                                 | Poentoù   |
|--------------------------------|--------------------|---------------------------------|-----------|
| <b>Kartenn-bost</b>            | <b>Skrivañ</b>     |                                 | <b>10</b> |
|                                |                    | Formulennoù saludiñ ha kimiadiñ | 2         |
|                                |                    | Sevel frazennoù a-bezh          | 2         |
|                                |                    | Ereadurezh                      | 4         |
|                                |                    | Geriaoueg                       | 2         |
| <b>Teul + enrolladenn</b>      |                    |                                 | <b>50</b> |
| Panerad boued                  | Kompren dre lenn   |                                 | 10        |
| Fichenn enskrivañ              | Lenn ha skrivañ    |                                 | 10        |
| Fichenn Lucky Luke             | Kompren dre lenn   |                                 | 10        |
| Goulennoù diwar an enrolladenn | Kompren dre selaou |                                 | 20        |
| <b>Skeudenn displeget</b>      | <b>Komz</b>        |                                 | <b>30</b> |
|                                |                    | Pouezh-mouezh                   | 6         |
|                                |                    | Ereadurezh                      | 6         |
|                                |                    | Geriaoueg                       | 6         |
|                                |                    | Kompren ar goulennoù            | 6         |
|                                |                    | Respont d'ar goulennoù          | 6         |

**Evit bezañ tapet al live A1 eo ret kaout d'an nebeutañ :**

| Dafar              | Poentoù |
|--------------------|---------|
| Kartenn-bost       | 5       |
| Teul + enrolladenn | 25      |
| Skeudenn displeget | 15      |



# Priziadenn 2018

## Live A1

### Selaou - Compréhension orale

#### Priziadenn A1 2018

**An destenn mañ vo implijet da briziañ ar varregezh da gomprenn dre selaou an dud gant ul live A1, da lâret eo deraouidi, kinniget e vez ar briziadenn A1 e fin bloavezh kentañ kentelioù noz. Dav e o lenn goustad a-walc'h neuze...**

" Demat deoc'h tudoù. Soazig Keineg eo ma anv. Ganet on e St Brieg met e Plozeved emeon o chom abaoe 17 vloaz bremañ. Dimezet on gant Lan ha 4 bugel hon eus. Teir flac'h hag ur paotr. Lena zo er skolaj hag an tri all zo c'hoazh e klasoù ar re vihan. Emaomp o chom en ur ranndi bras a-walc'h e kreiz-kêr Plozeved

Me zo o labourat en ur stal-besked ha ma gwaz zo keginer en ul lise. Hor bugale a gav mat legumaj ha kavet em eus peizanted bio a werzh o legumaj en ur marc'had bihan war atant ur c'houblad yaouank met ret eo dezho kaout klianted a-walc'h. Lâret o deus din o doa ezhomm da gaout ur pemzek familh bennak c'hoazh.

Ar mintin-mañ on bet o prenañ legumaj ha frouezh war ar marc'had-se. " Boued Bro-Vigoudenn" eo e anv, staliet e Pouldreuzig, e ti Gweltaz hag Anita. Kavet em eus da bremañ : pour, karotez, ognon, patatez ha saladennoù. Prenet em eus ivez fourmaj-laezh , kig-moc'h ha mel. Gwerzhañ a reont kalz traoù all evel koñfiturioù, krampouezh, bara ha laezh evel-just peogwir o deus saout int ivez war o atant.

N'em eus ket prenet vioù/uioù, rak pemp yar am eus er gêr dija.

E fin miz Even e vo tomatez, kourjetez ha sivi da werzhañ ivez.

Brav a-walc'h eo al lec'h. dedennus eo evit ar vugale rak loened bihan zo da welet : lapined, moc'h ha deñved.

Tro am eus bet da gomz gant Gweltaz, paotr an atant. Hemañ zo yaouank-flamm, 24 bloaz eo. E vignonez Anita a zo o labourat gantañ bremañ, met a-raok e oa sekretourez e ti-kêr Kemper. N'o deus bugel ebet c'hoazh. Evit ober anaoudegezh gant klianted all, e vo graet un devezh dorioù-digor Dimerc'her. Setu, m'hoc'h eus c'hoant da zont ganin Dimerc'her da welet anezho, prest int da zegemer ac'hanomp, pellgomzit din d'an niverenn-mañ : 02 98 91 09 66 e-tro eizh eur noz mar plij. D'an deiz-se e vo keginet saladennoù a-bep seurt gant legumaj ha frouezh mesket. Prest oc'h da zont ? Ken emberr neuze. "

### SELAOU - ECOUTER

|   |    |
|---|----|
| Comment s'appelle la personne qui parle :<br>Nom : Soazig Prénom : Keineg   | /1 |
| D'où est-elle originaire ?<br>- Sant Brieg  | /1 |
| Cette personne est :<br><input checked="" type="checkbox"/> Mariée <input type="checkbox"/> Divorcée <input type="checkbox"/> Célibataire <input type="checkbox"/> Vivant maritalement  | /1 |
| Combien d'enfants a-t-elle ?<br><input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> on ne sait pas  | /1 |
| Elle a :<br><input type="checkbox"/> 1 fille et 2 garçons <input type="checkbox"/> 2 filles et 2 garçons<br><input checked="" type="checkbox"/> 3 filles et 1 garçon <input type="checkbox"/> 2 filles et 1 garçon                        | /1 |
| Où habite-t-elle ?<br>- Plozeved  | /1 |
| Quel est le métier de Lan ?<br><input type="checkbox"/> Boucher <input type="checkbox"/> Pêcheur <input checked="" type="checkbox"/> Cuisinier <input type="checkbox"/> Enseignant  | /1 |
| De combien de familles ont besoin les producteurs pour faire vivre leur marché ?<br><input type="checkbox"/> 8 <input type="checkbox"/> 10 <input type="checkbox"/> 12 <input checked="" type="checkbox"/> 15 <input type="checkbox"/> 18 | /1 |
| Quel est le nom du marché ?<br>- Boued Bro-Vigoudenn  | /1 |
| Sur quelle commune se trouve-t-il ?<br>-Pouldreuzig   | /1 |
| Quels sont les légumes qu'elle n'a pas acheté ce matin ? (/2)   | /2 |
| <br><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>         |    |
| Parmi ces produits, lequel n'est pas proposé sur le marché ?  | /1 |
| <br><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>  |    |
| Elle a sept poules à la maison : <input type="checkbox"/> vrai <input checked="" type="checkbox"/> faux   | /1 |
| Quels sont les animaux que les enfants peuvent voir sur la ferme ? (2 réponses minimum)<br>Lapins, cochons, moutons   | /2 |
| Quel est l'âge de Gweltaz ?<br><input checked="" type="checkbox"/> 24 <input type="checkbox"/> 28 <input type="checkbox"/> 34 <input type="checkbox"/> 44   | /1 |
| Quel est l'ancien métier d'Anita ? Secrétaire   | /1 |
| Les portes ouvertes auront lieu :<br><input type="checkbox"/> un week-end <input checked="" type="checkbox"/> un mercredi <input type="checkbox"/> un samedi <input type="checkbox"/> on ne sait pas                                      | /1 |
| Quel est le numéro de téléphone de la personne qui parle ? 02 98 91 09 66   | /1 |



# Priziadenn 2018 Live A1

## LENN ha SKRIVAÑ – LIRE et ÉCRIRE

### Lodenn 1 – Partie 1 (10 poent)

Leugnit ar fichenn enskrivañ amañ-dindan a-raok urzhiañ evit ar wech kentañ produioù eus ar vro.  
Remplissez la fiche d'inscription avant de réaliser votre première commande de produits locaux.



Anv :

Anv-bihan :

Niver a dud er familh :

Chomlec'h :

Kod-post :

Kêr :

Pellgomz stag :

Pellgomz chakod/godell :

Postel :


Sinadur :

### LENN ha SKRIVAÑ – LIRE et ÉCRIRE

#### Lodenn 2 – Partie 2 (10 poent)


Inscrivez ici le numéro des produits qui correspondent à votre liste de courses :  
1 – 14 – 6 – 4 – 15 – 11 – 12 – 2 – 5

Barrez dans la liste le produit manquant.



### LENN ha SKRIVANÑ – LIRE et ÉCRIRE

#### Lodenn 3 – Partie 3 (10 poent)



Skeudenn 1



Skeudenn 2



# Priziadenn 2018 Live A1

## LENN ha SKRIVAÑ – LIRE et ÉCRIRE

Sellit mat ouzh ar skeudennoù ha respontit « gwir » pe « gaou » d'ar frazennoù-kadarn-mañ.  
*Regardez bien les images et répondez « vrai » ou « faux » aux affirmations ci-dessous*

|                              | Gwir | Gaou | Poentoù |
|------------------------------|------|------|---------|
| <b>Skeudenn 1</b>            |      |      |         |
| Lucky Luke zo o vale         |      | x    |         |
| Kousket eo ar c'hi           |      | x    |         |
| Ur vuoc'h zo stag ouzh un ti |      | x    |         |
| Koumoul zo                   | x    |      |         |
| Gwelout a rit pemp loen      | x    |      |         |
| <b>Skeudenn 2</b>            |      |      |         |
| Noz eo                       |      | x    |         |
| War varc'h emañ Lucky Luke   |      | x    |         |
| Du eo ar yar                 |      | x    |         |
| Digor eo dor an ti polis     |      | x    |         |
| Un den zo war an azen        |      | x    |         |
| Hollad ar poentoù :          |      |      | /10     |

**Echu eo al lodenn-mañ!**

**Autres parties à préparer chez vous – Lodenoù da brientiñ er gêr :**

**Skrivañ – Ecrire**  
carte postale

**Komz – Expression orale**  
préparez une présentation orale simple basée sur une image ou une photo